WIKIPEDIA

Kibirieg

Ur yezh papouek digenvez tost ouzh ar yezhoù Treuzginea-nevezek eo ar **c'hibirieg** pe **poromeeg** (*kibiri* pe *porome*) komzet gant tro-dro da 1 100 den (1977) e Papoua-Ginea Nevez.

Kibirieg (*Kibiri, Porome*)	
Perzhioù	
Komzet e :	Papoua-Ginea Nevez
Rannved :	Ginea Nevez
Komzet gant :	1 100 (1977)
Renkadur :	goude 100
Familh-yezh :	Yezhoù papouek
	Yezhoù kiwaiek-poromeek **Kibirieg**
Statud ofisiel	
Yezh ofisiel e :	-
Akademiezh :	*hini ebet*
Kodoù ar yezh	
ISO 639-1	
ISO 639-2	
ISO 639-3	
Kod SIL	PRM (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=prm)
Sellit ivez ouzh ar pennad Yezh.	

Gwelet ivez

- Yezhoù papouek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kibirieg&oldid=1460452 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 08:50.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.